

Paotr e C'halleg plat

Vardon Ar Pilhaouer.

Allegretto.

Ja mignon Yannig a-zennek a zo
 bras ha leun a c'hloar, a zo bras ha leun a
 c'hloar. Mez en deuz o komz brezo-neg ha ger
Distan
 gal-leg mat ne oar, Foei var-nan gante vern
 ar-dou Gal-leg sot leiz e c'he-nou.

Va mignon, Yannig Lazennek,
 A zo bras ha leun a c'hloar; (*bis*)
 Mez en deus o komz brezoneg,
 Ha ger galleg mat ne oar.

DISKAN

Foei warnam gant e vern ardou,
 Galleg sot leiz e c'henou !

Pa 'z an gantan d'ar pardoniou
 Ne fell ket d'am c'hamarad (*bis*)
 Gant aoun da freuza e c'henou,
 Komz er yez a gomz e dad.

Bet omp e pardon Keraez,
 O redek ar staliou kaer ;
 Me oa tapet genaouegez
 E kichen ma Yannig kouer !

Dirak peb stal e lavare :
 — « Regard' comm' chê bo tout ça !
 « Jeannett', je vais te régale,
 « Prends tout che que tu voudras ! »

Ha pa grogen en dister dra :
 — « Laiché cha, viens donc plus loin. »
 Hag erru e ti Jaketa :
 — « Rentrons pas dans che chal coin ! »

Prena 'ra koz soniou galleg
 'N eur grial : « Chê ben, chê bon ! »
 Pa ginniger d'ean brezoneg :
 — « Je sais pas lir' du breton. »

Savet droug, pelloc'h, ennon-me,
 E prenis sez kanaouenn,
 Ha me rei e zac'h d'an den-ze :
 — « Kerz d'ar gêr da zeskî lenn.

« Mez em eus ganez, pladennek,
 « Ha te savet er vro-man
 « A ra fae war ar brezoneg,
 « Goude n'ouzout nemetan ?

« 'N deiz bennak, me, ma timezan,
 « N' roïn ket d'id-te ar maout ;
 « Gwelloc'h ganen kaout eur pagan,
 « Eur pastor pe eur paotr saout. »

M'ho pije gwelet ma lapous,
 An daelou 'n e zaoulagad,
 O vont kuit, lostek ha pikous,
 C'hoarzet ho pije m'oar vat.

Grit eveldon, merc'hedigou,
 Ha c'houi welo a bep tu
 Kement hini a zoug bragou
 O komz brezoneg dioc'htu.

Pa 'z eus diou yez e Breiz-Izel,
 Evit ma 'z ay mat an traou,
 E vo red deomp en eur zevel
 O deskit, ervat, o diou.

Ha ma rankit komz e galleg,
 Na gomzit ket hini plat,
 Ha pa gomzoch'e brezoneg,
 Distant brezoneg mat.